

- 23 -

23



## QENT'A GUERRIORIE.

### EXISTANCE DOUE.

*Faud autem sunt omnes homines, in quibus non subsit scientia Dei : et de his que videntur bona, non potuerunt intelligere eam quia est. Sap. 13.*

Biscoas pobl civiliset, nemet ar Francisen,  
N'en devoa imajinet ober d'an dud tremen  
Hep nep seurt Religion, hac o fersuadi  
Eo ingal caret Doue pe dont d'en outragi.

Nepet en Franç na glèver langach tud reneet,  
Brutal avoale'h da gredi ne zeus Doue abet ;  
Corf hac ene, emezo, e varver assambles;  
Evit an innocent eo grët ar giistenés.

Eun den savet er scol-ze, a lazo hep remors  
E dad, e vam, e vignon, pa zeo güir ne ra fors.  
Neus barados, nac ifern, na vertu, na dever;  
Ne chommo crimi e zilac'h, na torset da ober.

24

Ne vo qen eus en derc'hel nemet Drouajou an Den,  
Decrejou impaisant, ordonnaonc' payen,  
Grët gant tud hep qualite falloc'h tud egueta;  
Mar guell euzat'e grimon, ne risq eta netra,

Da refuti blasfémou eur seurt huguodet,  
N'en deo qet ret, va brois, mont da glasq doctoret:  
Ar sans-commun a lavar d'an oll eus un Doue,  
Ha consciang peb-hini a brouy eus un ene.

D'abord, en qement contre na bro zo habitet,  
Eller'h ma poaz an domider, ellech'h ma frim bepret,  
Etouez an dud sovacia e veler gousconde .  
Eun anaoudegeuz benac deus an Divinite,

An dud a goll er bed-mà souj eus a guement zo;  
Varia ra o langach, chench a reont a viò,  
Ha dishanaout o ferc'hien memes, gant an amzer;  
Mes biscoas n'o deus gallet dishanay eur c'houer.

Mont a ras deus o memor meur a virionez all;  
Abred e voe neglijet meur a virtus moral;  
Mes e qeit ha ma chommanas tam sqiant en o fenn,  
Biscoas an Diviaite na voe ancouët a gream.

Evit güir, ar bayonet ne vouient qet a sur  
Ne zeus nemet un Doue, hae eo eur speret pur;  
Sot avoale'h e voent memes, qeit tremen hep hini,  
D'er multiplia, siouas, ha d'en diliguri.

Ma vijent bet er greden eus eur seurt tromplésion,  
E vijent bet attantif rae langach ar résion;  
Ounâ, pa gomiz oaz Doue, a lavar c'hoas ouclipen  
Ne zeus effectivament nemet unan heppez.

- 24 -

25

Kau, ne zeus nement unan, na ne ouffe b'za;  
Ar re a vez en tuont, na vent mad da netra;  
Rae Doue, dre e natur, pa zeo oll buissant,  
Qement a rayo unan evel a rae caut.

Daou Doue independant a rayo labour fall,  
Rae unan a ell dispen ar pez a ray eun all;  
Ha ma na ellont ober manu, hep en em selaou,  
Int, en o particulié, impaissant o daou.

An neb a lavar Doue, a lavar dre eno  
An hini zo infiout en perfectionou;  
Or, e guenta privalach eo beza heb e bar :  
Ne zeus-ta nemet unan en en hac en douar.

Eur vez eo dêch, va broës, exija digano  
Prouvi dêch eus un Doue, rae ar bed oll, nos-do  
A dubli e c'hrandeurion : an traou insanspla  
Selêroc'h eguet a rin-me a gomz dêch anezâ.

Digorit levr an natur ha tollit ho sellou  
Var an oll grouadurien : O pebes burzudou !  
Pebe gallout infinit en e oberianç !  
Pebe art ! pebes furnes ! savanta Providanc !

Imposubl eo niveri ped espeç differant  
A nij, a neu, a vale, a remu hac a zant ;  
Hep conta millionou, pere zo destinet  
Da broudri, da zivoan, heb beza animet.

Piou a ousse explica penos na pez fècon  
E ve formet ar c'nerfou dre generation,  
Na penos, ispcial, ec'h erru ar myster,  
Ma ve pe mal, pe femei, ar frouce a goncever.

3

26

Eur sqiant digoneevapl eo a renc presida  
D'an traouze, rae an natur ne voar qet petra ra ;  
Pe mar e dens eur speret da iel dei selêrijen,  
Ar speret-se eo memes an Doue a glasqen.

Peb erouadar zo formet gant an dimansion  
A dere deus e natur ha deus e fonction,  
Propr d'en em vultipha, capapl d'en em diwoal,  
Evit ornamant ar bed hac an urz general.

Beza zo var an donar nombr a grouadurien,  
A zo mil gîgêch biannoc'h eguet eur fobuen,  
O deus mellou, goaziet, penn ha treid peb-unan,  
Aliessoc'h a ezel eguet an olisan.

Etoues ar memes espeç hac ar memes natur,  
Ne gassac'h qet gouseconde hanval daou grouadur ;  
An eil zo deus equile anavezet bepret,  
Hac oll, fècon pe fècon, int differanciet.

Ne zeus hini anezo a ve crouet en vén :  
Peb-hini, en e fècon, a zo util d'an den ;  
Darn evit en exerci, darn evit e vezur,  
Darn all evit e zicour, darn all d'e blijadur.

Ar marc'h na drein an arar, ar vioc'h ne ro amann,  
Al lapousset na c'hôront, ne ra mel ar gûenan,  
Ne zeus gloan var an dénved, na trevat er parcou  
Nemet evit fournissa d'an den e ezomou.

Peb amzer ha peb sèson, an eil varl'rec'h eben,  
A erru, hep varia, da recrei an den ;  
Hac evel da ua Doue, peb-hini en deus c'hoant  
Da iel dezân eun tribut ha da oñr e bresant.

Ar fleur, en nevez-amizer, a gwinic o ezang,  
An han, prodig a vadou, a offr en abondanc  
Victimou var e auer, qen n'an deu alafin  
An cost da rhei ar bara, hac ar gouan ar guin.

An tan a brodu dezàn scérijen ha tomder,  
An avel en rafrechis, an dour en dizalter,  
An ear a form e aelan, ha d'e vagadurez  
Añ mòr a ro e besquet, hac an douar e frouez.

Pebes generosite er grovdurien all!  
An den, sionas, e-unan a zo cri ha gadol,  
Ne avis qet, an ingratl examina memes  
A belec'h a teu dezàn eur seurt pinvidiguez.

An eol a bign bep miotin er volz celestiel,  
Da zispanq ar scérijen d'ar bed universel.  
Difun, sav diouc'h da vele, den mortel, emiezâ,  
An deiz zo grêt d'al labour; ret eo gounit bara.

Me a meus anavezet da raç ha da ligue;  
N'en dout qet eus a voelloc'h condition eguete;  
Ar re-ze a laboure. Perac n'er rit-te qet?  
Me meus tro'r bed da ober, ha n'en em glémân qet.

Me ro ar fleur d'ar prajou hac o deillou d'ar goe,  
Me ra d'an ed qellida, d'ar frouez beza dare;  
Va zellou a rent fertil ha joaüs an natur:  
El lec'h ma veli ezom, rent iveau plijadur.

Bep mintin e tigorân, evel eur marc'hadour,  
Ar stal vras eus ar bed-mân dre va fales a aour;  
Choas, qemer, me ro gratis; mes sonj trugarecat  
An hini zo dreist-oun-me, da Autrou ha da Dad.

Al loer, bep abardaevez, gant e bisach arc'hant,  
Qen caer hac ar berlezenn etouez mil diamant,  
A ra cessi ar vacarm a laboutiou an de,  
Evit rhei plac d'ar repos ha d'an dranglite.

Disqüs, emei, va mignon, ha qemer da repos,  
En dro da ty me veillo bremânn epad au eos;  
Ha mar renques, dre valeur, interrompi da ûn,  
Ha mont en bent adarre, me vo da gompagnun.

An eol a renq e-unan brilla epad an de;  
Troublî rai da zaoulagad, ma sellas outân re;  
Mes, me zo graciussoc'h: mar gra did plijadur,  
Ech' elles, hep accidant, contempli va figur.

Va scérijen zo commod. Na meus avi ebet  
Evit güelet o luiya endio din ar stered;  
Betec ar preon-goulaouyer a lezân da squeudi;  
Divoal, evel a ran-me, da goncev jalouzi.

An astrou all zo sqignet dre bêvar c'horn an ëe  
Evel goulaou alumet, pa ve tec'het an de,  
Da zisqüel d'ar merdead e roujou er niôr don,  
Ma elo mont, hep danjer, d'e zestation.

Ravisset en em gavân, o velet mouvament  
Hac eqilibr an astrou chars er firmamant.  
Abaoue ma zint erouet, hep cessi eur moment,  
Peb-hini a ra e dro, ha dre eur memes bent.

Ma teuffent d'en em stoca ha d'en em arrëti,  
Ma vanqse eur vech memes an deiz da c'houlaoui,  
Pebes trubuill en natur! pebes confusion!

26

Eur mirael cunimuel eo gñeket ar bed-mâ .  
O chom en e bes picol, hep crevi, na frailla,  
Hac én formet gouscouda a bêvar elemant  
A ra au cil d'eguile brezel incessamaunt.

Ruilla a ra an astrou, hep coeza diouz an ëe;  
Ar mîr, gant e reversi, a chom en e vele,  
An donar ferm a rezist d'an avel o choeza,  
Hac an tân cuzet dre oll a chom hep flamina.

Ma coese eur stereden, ar bed oll ve fraillet;  
An tân, ma teufe d'achap, au oll vo ambrâset;  
Lounget ar vrô, ma teufe ar mîr d'en em dirol,  
Hac an ear, ma vo tevoc'h, etu mouget an oll.

Labour am be discoursi var qement zo croutet,  
Ha pourmen deus an cil penn da eguile ar bed,  
Evit rîti déch da entent ar vertu, an natur,  
Ha qement utilite en deus peb croutadur.

Mes piou eo au injiner hac ar speret subtil,  
An dorn experimantet, hac ar sculpter habil  
En deus croutet an traou-ze? Rac, hep ua artisan  
Impossibl eo dè bezâ en em grët o-unau.

Eur chastel caer batisset gant reglennou-an art,  
Den sur na gredse avanç e ve grët dre hazard,  
E ve ar mein beneres, ar ch'roat hac au doen  
Diazaset, esqennet ha taillet hep dorn den.

Ajustet eo ar ch'amprou d'ar vîne a gundu dô,  
Ar prenestrou zo placet gant regularite;  
Ar gueguin a zo bolzet, lambrusget e'r salon :  
N'en dè qet grët an traou-ze hep calvez, na maçon.

30

Ret à Bea insanset evit imajina  
N'e zeus den mac imprinet, na serifet ar Vers-mâ;  
Mes eo anâ o-unan int coeet var ar paper  
Al liou, al lizerennou , ar rim hac ar matier.

Qemerit eur boezellad lizerennou moulet,  
Ha sqüillit var plat eur gambr anezo a dol-jet;  
Caer ho pe c'hoari'n dinçou er fècon-ze gaute,  
Biqen tri guer résonabl ne formef evelse.

Ret eo gant combinéson placi peb lizeren,  
Da represanti guerion ha goudre eur phrasen,  
Eur bagen, hac eur chabistr, hac eul levr alafin;  
Mes ne rîti qet qementse hep studi hac injin.

Ar vech qenta ma veler eur montr o labourat,  
A verq gant precision an heur, an de, an dat,  
Dre introdu eun noade a varch var ar c'hadrax,  
E sonj jâec'h e deus bue hac e ya e-unan.

Mes pa zit d'e digneri, pa velit ar ressort,  
Ar chaden, ar balancier, ar mouvamant accord  
Etre rodjou qer mibin, ractal ec'h anzavet :  
Eun zo eur pez aehu grët gant eun den adret.

Mes na ell eta eun ti, eul levr, eur bandulen,  
Bea grët hep artisan? Piou a oufse compren  
E ve formet ar bed-mâna ha qement a veler  
Hep artisan, na model, na danvez d'o ober?

Mes, o supposi mémés an danvez var ar plaç,  
Ha prest an ell materiou; ret à devina c'hoas  
Piou en deus o animet, nae o laipt en trein,  
Darn da vînt varzu ar fond, darn da seyd d'al bin.

- 27 -

## 31

Ar matier, dre o natur, a zo pouunner ha lach;  
Ma na ve qet remuet, liqen ne deu da flach.  
Piou en deus roet deün ar mouvamant qenta,  
Ar form, an direction, ar stum en deus bremâ?

Ar mouvamant naturel, pa gommanger finval,  
Eo qemer an con-linen, mont var con ordinal.  
Piou en deus grët' d'an astrou dilezel ar rout-se,  
Ha trëi endro d'ar bed-mân, pe ar bed endro dë?

E meur a sans differant o goelân oll o trëi;  
Piou en deus determinet e varech da bep-hini?  
Piou a ra d'ar bed bale gant qement a gadang,  
Nemedoc'h, ò va Doue! dre hoc'h oll luissang?

O incredul! dibourvez a feiz hac a sqient:  
Ha te a ello bremâ dont abenn da entent  
Eo eur speret infinit, eun intelligâng pur  
En deus crouet ar bed-mân hac a rën en natur?

D'en em groui e-unan ne zeus capabl netra,  
Rac evit en em groui eo ret bea dija;  
Ar pez a ve supposi e zoar ha ne zoar qet,  
E zoar crouet d'an ampoent ne zoar qet c'hoas crouet.

Mes en résomniou quer simpl, pa na e-tentes mann,  
Goulen eta eur veach diganet da-unan,  
Piou en deus da zigasset, da laqet er bed-mân;  
Rac eus da benn da-unan n'en dout qet deut amâñ.

Etrezomp, crouadurien, n'en domp qet a viscoas:  
Hirioomp, dech'hneveamp qet, ha ne vimpp tyarc'hous;  
Ne zoars netra er bed-mân a ve qen necesser  
Nac a guen bras importanç, na ellor ea divoir.

## 32

Bremâñ e zens daou c'chant vloas ne voas qet en huë;  
Qentoc'h ec'h allies guenel, divizatoch' ive,  
En Indes, po er Japon, evel en Breiz-Izel,  
Dindan lezen Mahomet pe scol an Aviel.

Var nieun eus an traou-ze n'en dout bet consultet:  
Gant piou-ta, e sonj dide, out-te bet deputet  
Da zont da recey huë? rac imajin ervaad  
Ne voe röet dit oumès na gant mani, na gant tad.

O incredul! dibourvez a feiz hac a sqient,  
Ha te a ello bremâ dont abenn da entent  
Eo eur speret infinit, eur Brovidang reel  
A groue, a gorfere ar bed universel?

Mes ar Chrouer, emedout, a belec'h eo-én deut?  
— Arrêt aze, ignorant. Consider eun nebeud;  
Deus an oll güirioneou oumâ eo ar sourcen:  
Crouer an oll ne ouisse beza crouet gant den.

Evit compren qemeat-mân dre eur barabolen,  
Deus an èe bete'n douar supposomp eur chaden  
En em zouten maill ha maill bete'r maill hella;  
Mes lavar din: ar maill-ze, piou a zalc'h anezza?

Mar leveres en dalc'het en tu benac ouz crec'h,  
Bep tol mè a c'houlenno gant piou, nac en pelec'h?  
Hac herves a responti, me c'houleuno ouspen,  
Piou a zalc'h ar firmamant memies azionch' da benn?

Forcet e vi da anzav eus eur maill principal,  
Dre e vertuz e-unan a zouten ar re-all.  
Me a entent eun Doue, eur princip souveren,  
Eternel dre e natur, ha na zepant diouch' den.

## .1.

Al labour a remerqes, nonpas au artisan;  
 Ar hed-mâ a zo matier. A: c'hrouer e-unan  
 A zo vertuz ha buez, speret pur ha parset :  
 N'en deo na corf, na massif, evit beza gûelet.

Eternel dre e natur, ec'h exist a viscoas,  
 E pado da virviqen hac e mân en e choas  
 Ober evel a garo. An' oll, bras ha bian,  
 A zo conservet gantân : ne zeus netra heptân.

---

*Omnia per ipsum facta sunt; et sine ipso factum est nihil, quod factum est.* Joan. Cap. 1.  
*Benedicam Dominum qui tribuit mihi intellectum,* Ps. 45.

---